



Emañ

## **MERVENT,**

Aozadur hag a gelenn brezhoneg e Bro Gerne,

O tuta

### **Ur gelennerez pe ur c'helenner war ar brezhoneg**

evit labourat war tachennoù ar c'hentelioù-noz, an tañva er skolioù, an tañva ouzh ar brezhoneg evit ar bugaligoù er frammoù bugaligoù, stummerezh diehan er strollegezhioù lec'hel.

Takad labour : Kreiz Breizh, Bro Douarnenez, Bro Ar Porze, Bro Kemper, Bro An Aven, ar vro vigoudenn

Kevrat termenet, darnamzer

Kevrat hollek ar buheziñ, kael ispisial, strollad 2

Prantad kregiñ : miz Gwengolo 2022

#### Barregezhioù goulennet :

- Aotreegezh war ar brezhoneg, DBY live 5,
- Brezhoneg komzet ha skrivet mat,
- Barregezhioù a-fet pedagogiezh ha buheziñ diouzh ar vugale hag an dud deuet,
- Bezañ gouest da genlabourat gant ur skipailh kelennerien,
- Aotre bleniañ ret.

Lizher emginnig ha CV da gas a-raok ar **1<sup>añ</sup> a viz Gouere 2022** da  
Aotrou Kenprezidant, MERVENT, BP 29, 29720 PLONEOUR-LANWERN

---

## **MERVENT,**

Structure d'enseignement du breton en Cornouaille,

Recrute

### **Un(e) professeur de breton**

Pour dispenser des cours du soir et des cours d'initiation dans les écoles, des séances d'éveil au breton dans les structures de la petite enfance, des actions de formations hebdomadaires dans les collectivités locales

Secteur d'intervention : Centre Finistère, Pays de Douarnenez, Porzay, Pays de Quimper, Pays de l'Aven, Pays Bigouden

Contrat à durée déterminée, à temps partiel

Convention collective de l'animation, grille spécifique, groupe 2

Poste à pourvoir : Septembre 2022

#### Compétences recherchées :

- Etre titulaire d'une licence de breton, du DCL niveau 5,
- Posséder une bonne maîtrise orale et écrite de la langue bretonne,
- Avoir des compétences pédagogiques et en animation adaptées à un public d'enfants et d'adultes,
- Etre capable de s'intégrer à une équipe pédagogique,
- Etre titulaire du permis de conduire.

Candidature à adresser avant le **1<sup>er</sup> juillet 2022** à  
M le Coprésident, MERVENT, BP 29, 29720 PLONEOUR-LANVERN